

Tan er c'hoad

A partir de 4 ans

Dans un espace naturel, idéalement dans une clairière (frankisenn).

Apprentissages : activité physique, aptitudes physiques, travail d'équipe, autonomie, confiance, sens stratégique, jeu de rôle..

An dafar : netra

Aozañ (en araok): kavout ar frankisenn er c'hoad.

Kinnig ar raktres (er goudor ma eo yen pe gleb):

Emaomp o vont da c'hoari a-stroll/asambles. Tan er c'hoad a zo anv ar c'hoari. Tout an dud a oar petra eo an tan?

Daou skipailh a vo: an tan e-unan da gentañ hag al loened. Peseurt loened e c'hellomp kavout er c'hoad-mañ? Logod dall, lern, moc'h gouez, kizhier koad, yourc'hed.

Un dachenn c'hoari: ur skouergorneg hir a-walc'h.

An tan a zo e lec'h en deus c'hoant war an dachenn, ha tout al loened d'un tu eus ar skouergorneg. Dibabit peseurt familh loen oc'h, ha savit ar familhoù.

Ar familh loen galved gant an tan a glasko repu en tu all eus an dachenn c'hoari hep bezañ tapet gant an tan.

Al loen tapet a deu da vezañ tan ivez: krog a ra en dorn an tan. Ar re n'int ket bet tapet deui en-dro er repu gentañ (redek war gostezioù ar skouergorneg).

Ma vez lavaret « Tan er c'hoad » gant an tan : an holl familhoù loen a glasko repu en tu all.

Al loen diwezhañ libr a gounezo ar c'hoari/(ar parti ?)

Ober

Pa omp engavet er c'hoad : goulenn gant ar vugale da adispleg ar pezh vo graet ganto, ar raktres.

Sevel ar skipailhoù ha diskouez harzoù an dachenn c'hoari.

Prest oc'h?







